

DESKIÑ BREZHONEG  
APPRENDRE LA  
LANGUE BRETONNE



### **Ar stummadurioù-hir :**

6 miz evit ar stummadur diazez. 3 miz evit mont pelloc'h pe deskiñ hiroc'h war un danvez (kelenn d'an dud deuet, ober war-dro ar vugale...).

### **Les formations longues :**

6 mois pour une formation initiale. 3 mois pour un perfectionnement ou une spécialisation (enseigner aux adultes, travailler auprès des enfants...).

# DESKIÑ APPRENDRE

### **A-bell :**

Dre lizher pe dre Internet.

### **A distance :**

Par courrier ou sur Internet.

### **Dizoloiñ :**

Ur bloavezh evit dizoloiñ yezh ha sevenadur Breizh, 1e30 bep sizhun.

### **Découverte :**

Découverte de la culture et de la langue bretonne, programme sur 1 an, 1h30 par semaine.

### **Ar stajoù-hañv :**

Ur sizhunvezh evit mont fonnus en un aergelc'h plijus. Ul levrig a vez skignet en nevez-amzer, da gaout digant DAO.

### **Les stages d'été :**

Une semaine liant apprentissage intensif et bonne ambiance. Un catalogue est diffusé au printemps et disponible auprès de DAO.

### **Deskiñ fonnus :**

Ur c'hursus 2 vloaz evit dont da vezañ brezhoneger, gant kentelioù sizhunieg ha stajoù.

### **Apprentissage rapide :**

Un cursus de 2 ans pour devenir bretonnant, grâce à des cours hebdomadaires et des stages.

### **Ar stajoù-berr :**

Ur sadornvezh, un dibenn-sizhun pe ur sizhun war ar bloavezh-skol.

### **Les stages courts :**

Sur un samedi, un week-end ou une semaine sur l'année scolaire.

### **Ar c'hentelioù-noz :**

1e30 peurvuiañ, 1 wech / sizhun.

### **Les cours du soir :**

En général 1h30, 1 fois / semaine.

Evit gouzout hiroc'h, deuit e darempred ganeomp  
*Pour en savoir plus, contactez-nous.*

## **Evit ar stajoù berr / stajoù-hañv**

### **Pour les stages courts / les stages d'été**

CPF (Compte Personnel de Formation)

*Steuñv-stummañ embregerezhioù.*

Plan de formation des entreprises.

*Skoazell, evit an danvez-kelennerien.*

*Skoazell, pour les futurs enseignants bilingues.*



# ARC'HANTAOUÏÑ FINANCEMENTS

## **Evit ar stummadurioù hir**

### **Pour les formations longues**

CIF (Congé Individuel de Formation)

*Sikour rannvroel d'ar stummañ hir war ar brezhoneg.*

Aide à la formation longue en breton.

*Desk, evit an dud o deus c'hoant da vont da gellenner pe d'ober war-dro ar vugale e brezhoneg.*

*Desk, pour les personnes se formant se destinant à l'enseignement bilingue ou aux métiers bilingues de la petite enfance.*

*Steuñv-stummañ embregerezhioù / Plan de formation des entreprises.*

*Evit ar fonksionerien lec'hel, stummadurioù kinniget dre ar CNFPT.*

*Mont war [www.cnfpt.fr](http://www.cnfpt.fr).*

*Pour les fonctionnaires territoriaux, des formations proposées via le CNFPT.*

*Aller sur [www.cnfpt.fr](http://www.cnfpt.fr).*



*Ur gengevredigezh a zo he falioù diorren ha brudañ ar c'helenn brezhoneg d'an dud deuet eo DAO. Strollañ a ra an aozadurioù a denn o obererezhioù d'ar c'helenn brezhoneg d'an oadourien : kentelioù-noz, stajoù, kentelioù dre lizher, stummadurioù dibaouez... war pemp departamant Breizh hag en diavaez.*

## **OBEREZHIOÙ PENNAÑ D.A.O.**

- Ul lec'hienn Internet evit an deskidi a-benn pleustriñ gant poelladennoù liesseurt (kwiz, gerioù kroaz...).
- Priziadennoù evit an deskidi gant ar pal priziañ o live yezh hervez Portfolio Europa ar Yezhoù war 3 live : A1 (dizoloidigezh), A2 (etre) ha B1 (live treuz).
- Ar C'Hwiz. Abadennoù lec'hel e miz Ebrel hag ur gourfenn en nevez-amzer. Bodañ ar vrezhonegerien a bep seurt oad, a bep seurt live tro-dro d'un abadenn troet war ar gomz a zo spered ar c'hoari-mañ.
- Label ar c'hentelioù brezhoneg a vez roet d'ar frammoù a zouj ouzh palioù embannet gant ar gengevredigezh.
- Kinniget e vez gant DAO devezhioù stummañ war ar bedagogiezh ha war ar yezh, digor koulz d'ar re a gelenn, dezho d'en em varrekaat, ha d'ar re a zo o soñj kelenn en amzer da zont.
- « Dao daf' », ar valizenn bedagogel evit ar gelennerien.

*D.A.O. est une fédération d'associations visant à développer et promouvoir l'enseignement du breton aux adultes. Elle regroupe les organismes dont les activités ont un lien avec l'enseignement de la langue bretonne aux adultes : cours du soir, stages, cours par correspondance, formation continue... sur les cinq départements bretons et à l'extérieur.*

## **ACTIVITÉS PRINCIPALES DE D.A.O.**

- Un site Internet pour les apprenants afin de s'entraîner à l'aide d'exercices divers (quiz, mots croisés...).
- Des Priziadennoù (évaluations) pour les apprenants visant à évaluer leur niveau de langue selon le Portfolio Européen des Langues sur 3 niveaux : A1 (découverte), A2 (intermédiaire) ha B1 (seuil).
- Le Kwiz. Un concours avec des manches locales au mois d'avril puis une finale au printemps. Le but est de rassembler les bretonnants, quel que soit leur âge ou leur niveau, autour d'un événement axé sur le breton « parlé ».
- Le label des cours de breton est remis aux organismes qui respectent un certain nombre d'objectifs fixés par la fédération.
- DAO propose des journées de formation sur la pédagogie et sur la langue. Elles sont ouvertes tant aux enseignants, afin de se perfectionner, qu'à ceux qui souhaitent enseigner.
- « Dao daf' », la valise pédagogique pour les enseignants.

